

### Tredre.

Eur plac'hik(1) iaouank deus a Leon  
Zo et dar iedet dar pardon

Pa voa e vont gant an hent bras  
ar Baron Tred(r)e a kavas

– Plac'hik iaouank din leveret  
Na dre ma teuet a ma c'het

– euz a di va zad eo a teuan  
D'ar pardon d'ar Jeodet eo e zan.

Da kovessat da gommunian  
Da c'honit ar pardon mar gallan

– C'hui zo re v Rao, re a fesson  
Da vont o c'hunan d'ar pardon

– Otro ma eskusi a ret  
Va hunan d'ar pardon n'e dan ket

Da evan dour me voa chomet  
Va kompagnunez arog zo et  
Mar dalean vin kortoet.

– Plac'hik iaouank me ho tesko  
Da chom d'evan dour dre an niñcho

Baron Tredre a lavare  
D'he palafrier a neuze :

– Distol din var dailler va marc'h  
me iell da tredre buhan awalc'h  
(lesti neuze da voela he goalc'h).

– evid an dra ze ne rin ket  
List ar plac'h da vont d'ar iedet

honnez zo c'hoar vager dan otro (sic)  
Goassan dijentil zo er bed man.

*Kereunan  
K/vezennek*

– Ne ran fors da piou e c'hoar vager  
Ganeme a teui d'am maner

Ar palafreinier vel ma klevas  
A vriad er plac'h iaouank a krogas  
War daillet he varc'h en e lakas.

Gant he vantel en deus hi goloet  
Gant aon na ve anaveet  
Gant an dud e vont d'ar leodet

ar plac'hik iaouank a voele  
nag e neur glem a lavare  
D he kompagnunez dre ma tremene :

– Ma c'hompagnunez ma nem c'heret  
En an' Doue ma sikouret  
Ma dime ganac'h d'ar ieodet.

– ho sikour siwas n'ellomp ket  
P'e gant an otro Baron e c'heet

ma ve gant un all benag e ve  
Petek ar maro n'ho sikourche.

Ar plac'hik iaouank a hirvoude  
Na ne gafe den e c'honsole

ar palafreinier ar re a voejou  
A nefoa true euz he c'hanvou.

– tawit merc'hik na welet ket  
me a virou n'ho po droug ebet.

Ar plac'hik iaouank a levere  
en noblans Tredre p'an arrie

En an' Doue geginerez  
Bezit evit-on advocadez

Bezit evit on advocadez vad  
Da vont ganech en eur golead.

*[m corrigé en v.]*

na neket da kouskat ganime  
 oc'h an digaset da Koatredre ↪ [ces 2 vers ajoutés au haut de la page  
 d'une autre écriture de Penguern.]

N'oc'h ket deut da vaner Koatredre  
 evid dont ganime d'am goele

Groet e ho goele er c'hampik kloz  
 Gant ar Baron a vefet fenoz.

— geginerez asta breman  
 Lakas te ar ber euz an tan  
 Da c'hober d'ar plac'h iauank he koan

(1) La finale ik (de plac'hik) a été ajoutée.

*ce qui suit semble ajouté,  
 d'une autre écriture de Penguern.*

**ar palefrinier.**

Demp d'ar jardin da bourmeni  
 Da c'hortos goan da darevin  
 Da choas eur boket louzou fin  
 Deus a Durkantin a lavant  
 Zo diouzoc'h merc'het yaouank

*ma c'hontellasen ne laran ket  
 a tollet ple e neum troc'han  
 rag e on a boes e lemman.*

Baron paouezit ouin-me  
 Me a zo eur plac'h a ligne  
 C'hoar vager on da Lezobre.

me ne ran fors a Lezobre  
 Ken neubeut a ran ouit te  
 Be am bo ac'hanout fete.

Diveur orolach pe ouспен  
 e bet oc'h ar varon o c'houren  
 Diarchen a dizolo he fen

*le pauvre peul : complie  
 inuit de son maître  
 et qui finit par me si  
 pour lui —  
 a difen evel euz-m ?*